

# Emvod-Meur



## Minihi-Levenez

*Trelevenez, d'ar sadorn 16 a viz C'hwevrer 2008*



## Roll-labour

1. Renta-kont ar bloavezh tremenet :
  - an oberou
  - ar bilañs arc'hant
2. Ar skodenn & emezela
3. Raktresou evid ar bloavezh da zont
4. Goulennou a bep seurt
5. Dilenn ar c'huzul-mera



## Ar gevredigez

- 88 ezel
- 3 emvod kuzul-mera




## Oberou

- Pelerinaj war roudoù Sant Paol
- Pelerinaj d'an Douar Santel
- Beilhadeg Pask, Ar Folgoad
- Pardonioù
- Devez labourad war ar c'han  
Minihi, 11 a viz Du



## Kelaouenn & Leoriou

- Savet da veo!
- Santualiou
- Un enezenn tost d'an oablou
- Marcel Callo
- Troiou kaer Loupio
- Pelerina



## Lec'hienn internet

- Kinnig ar Minihi
- Ti embann
- Keleier
- Kantikou kinniget evit overenn ar sul
- ha traou all...

Lec'hienn : [minihi.levenez.free.fr](http://minihi.levenez.free.fr)

Mail : [minihi.levenez@free.fr](mailto:minihi.levenez@free.fr)



## Er Minihi

- Overenn d'ar sadorn da 6eur e pad an goañv
- Aoza ur pred war-lerc'h an overenn bep eil sadornvez ar miz
- Kenteliou brezoneg d'al lun da noz
- Degemer skolidi Diwan diouz an dibennou-sizun
- Degemer tud « Allah's Kanañ » evit o fleustradegou



## Hag ouzhpenn...

- Katekiz e eil-derez Diwan
- Prezegennou en eskopti
- Kemer perz e labour ar gomision « Yezh ha sevennadur en eskopti »

# **Voti ar bilañs moral**



**Budjed ar bloavezh 2007**

# Voti ar bilañs arc'hant



## Ar skodenn

Ar bloavez tremenet : 10 euro  
*Evid ar bloavez 2008 ?*

**Kinnig : 10 euro**

Ma fell deoc'h emezela bremañ eo red deoc'h:

- sina ar follenn-vezañs,
- ha paea ar skodenn !



## Raktresou

Daou belerinaj a vo kinniget e-pad an hañvezh 2008 :

1- E Kerne-Veur, eus ar 14 d'an 21 a viz Even 2008, war roudoù sent Breizh (Gwenole, Paol a Leon, Kaourintin, Maodez, Tudi, Ke...)

2- E Iwerzhon ha Bro-skos, 26 Gouere-9 Eost : Menez sant Padrig, al Lough Derg (purgator sant Padrig) ha war roudoù sant Koulm betek Iona e Bro-Skos.



## Raktresou

- pediñ an eskop nevez da zont d'ar Minihi ur sadornvezh da noz

- beilhadeg ar Folgoad d'ar 15/03/08

- pelerinajou

- leoriou



## **Kemerit perz e buez ar Minihi !**

- Skipailh Ti embann**
- Skipailh « teknikel » Minihi**
- Skipailh liderezhioù**



## **Skipailh Ti embann**

- lakaat da werzhañ al leoriou er staliou**
- sevel ur follenn vruderezh evit kinnig al leorioù nevez embannet**
- Alain Cloître, Anne-Emma, Maela ha Morgana**





## Skipailh teknikel Minihi

- kas war raok labourioù bihan ha bras an ti. Ar bloaz-mañ :
  - Moketenn ar chapel
  - Dastum & renkañ ar c'hoad
  - An degemer
- Kaou, Marie-Françoise, Morgana, Yves



## Skipailh liderezhioù

- ober war dro al liderezhioù vras (Pask ha Nedeleg dreist-holl).
  - ar c'hantikoù hag an destennoù ma vez dav
  - ar boujennoù, an dud a ra wardro ar c'han, an ograou hag ar gomunion e pad an overenn
  - ar banne e sal ar barrez hag all...
- Anne-Emma ha Morgana.

# Goulennou, kinnigou ?



## Dilenn ar c'huzul-mera

### • Piv a oa ?

Job An Irien (*Prezidant*)

Kaou Sanson (*Eil-brezidant*)

Anne-Emmanuelle Argouarch (*Sekretourez*)

Sylvie Bellec (*Eil-sekretourez*)

Annaig Le Coz (*Teñzorerez*)

Alain Le Verge (*Eil-deñzorer*)

Anna-Vari Arzur

Alain Cloître

Maela Kloareg

Yves de Boisanger

### • Piv a vo ???



## Dilenn ar c'huzul-mera

**Job An Irien**  
**Kaou Sanson (dilennet betek fin 2009)**  
**Anne-Emmanuelle Argouarch (dilennet betek fin 2009)**  
**Alain Le Verge (dilennet betek fin 2009)**

**Sylvie Bellec**  
**Annaig Le Coz**  
**Anna-Vari Arzur**  
**Alain Cloître**  
**Maela Kloareg**  
**Yves de Boisanger**



## Dilenn ar c'huzul-mera

**A zo dilennet :**

**Sylvie Bellec 25**  
**Anna-Vari Arzur 25**  
**Alain Cloître 25**  
**Pierre Bernas 25**  
**Denise Goarant 24**

